

Dornskridoù Milin : Kanaouennoù

31. SANT JULIAN

(Ar c'hemmoù notennet war tu dehoù ar bajenn a zo diwar ur follenn distag o tiskouez testenn ha troidigezh)

Didostait holl gwitibunan	
da glevet gwerz sant Julian	
er c'hoad eo eat hep ged a var	d'ar c'hoad eo et hep ked a
evit monet da chasseal	var
ebarz er c'hoad paz eo antreet	/hep ged a var eo eat d'ar
eul loenik rouz en deuz gwelet	c'hoad/
-Loenik rouz, lavar din me	hep dale e teuio d'ar gear
perak ec'h heuillez ac'hanoun	/evit mont da herzal ar
-me ?	c'had/
ha va buhez a fell did-te ?	
- Julianik te a lazo	
da dad ha da vamm enn eunn dro	
p'ho c'havi ho daou kousket mad	
p'ho c'havi ho daou enn eur gwelead.	
-Me guitafe kentoc'h ar vro°	o va bro
d'ober pinijen evito,	
me guitafe kentoc'h° ar vro-ma	o kent
eget n'aotrefen ho laza.	
Julian war he c'hiz a zo deuet	
dioc'h den he dud en deuz ki-	ha dioc'h den n'en deuz
miadet	kimiadet
dioc'h den he dud ne gimiadaz	dioc'h den ebed ne gimiadaz
hag a bell bro hen a ieaz.	
Kement o vale en deuz greet	Bale kemend en deuz greet
gant eur maner ez eo erruet	m'eo gant eur maner digwe-
	zet
eunn dimezel°gaer en deus gwelet	o 'nn dimezel
-Dre ma teuit ha dre ma zit	a beleac'h 'teuit peleac'h
	ez it
den iaouank, din-me livirit ?	
- Demeuz ar gear e tistroan	
n'ouzoun war zouar peleac'h ez ann.	
- Den iaouank, deut-hu° ganen-me	o ta
da ober skol d'ar vugale	
ha da gabiten enn arme.	
Julian zo eat° euz ar gear	a zo ect

- 86 -

he dad, he vam deuz dezhan gla- c'har	he dad, he vamm ho deuz glac'har
Klask a reont ho map dianket Julianik ez eo hanvet. Kemend a vale ho deuz greet gant eur maner ez int erruet	bale kemend ho deuz greet m'int gant eur maner digwe- zet
hag° eunn introun gaer ho deuz gwelet	° - hag
- a beleac'h e teuit, da belec'h° ez it	° pe leac'h ez it
daou zenik koz din livirit. - Demeuz ar gear e tistoomp ha° n'ouzomp war zouar peleac'h ez eomp	° - ha ° - a
o klask hor map a° zo dianket Julianik ez eo hanvet. - Hervez m'ho klevann o laret Ho map Juluan a° zo va fried.	° - a
Daou zenik koz deut ganen dam zi ne vezo ket pell ec'h errui d'ar c'hoad eo eat hep ged° a var ne vezo ket pell e teui°d'ar gear Julian d'ar gear pa zeo deuet da gaout ar gwele° war eeun eo eet e sonje dezhan <u>parfetamant</u> oa gant he bried eunn den <u>mechant</u>	° eet hep ked ° hep dale e teuio ° he wele A ^{eo} ° kredi oa enghan kousket eunn den fallakr gant he bried
he gleze noaz a zic'houinaz ° he dad he vamm a lazaz	° + hag
- Va fried paour, din leveret piou enn ho kwele ho poa lekeet°?	° hor gwele zo kousket
- Tad ha mamm did-te, Julian ha d'in-me ivez va-unan, deut d'hor gwelet gant kalz a boan. - ho, introun Varia ann Dreinded lavar ar c'haro a° zo digwezet.	° - a
Ar c'haro en doa din lavaret° mad e lasjenn va mam ha va zad p'ho c'havjenn ho daou kousket mad°	° laret ° + dindan al linen : ho daou kousket enn eur gwelead
Me ia brema da zant Jermen euz al leac'h biskoaz° ne zistroaz den	° - biskoaz
- Ha pa zai unan ez aimp hon daou ne meuz ket a zamant da vadou. gourc'hemennet ez eo gant Doue d'ann eil pried heuilla egile.	na pa za unan ez ai daou

vvvvvvvvvvvvvv